



Bro Gwened
ai-ta.eu

Conseil Général du Morbihan
Monsieur le Président du Conseil
Général,
Monsieur François GOULARD
2 rue de Saint-Tropez
56009 VANNES Cedex

Vannes, le 16 septembre 2014

OBJET : demande de Rendez-vous

—
Monsieur le Président,

Notre collectif, qui milite pour la promotion du breton dans la vie publique, a procédé ce jour à une action devant le Conseil Général du Morbihan avec la restitution d'une centaine de panneaux de voies vélos démontés dans l'Ouest du département.

Malgré différentes lettres adressées au Conseil Général depuis 2010, une précédente action symbolique menée devant le Conseil Général à Vannes en juin 2013, le Morbihan continue de ne mettre en place que des panneaux refusant la présence de la langue bretonne sur ses voies vélos.

Ce refus nous apparaît d'autant plus incohérent que la signalisation bilingue routière du département se généralise et que, dans certains lieux, des collectivités locales mettent en place en parallèle une signalétique vélo ou piétonne bilingue. Le département du Morbihan est de plus le dernier département de l'ouest de la Bretagne à refuser de mettre en place une signalisation bilingue sur ses voies vertes.

Ce refus est pour le collectif le symbole de l'absence de politique du Conseil Général pour la langue bretonne. Par cette action, le collectif demande la mise en place d'une véritable politique linguistique cohérente et complète au sein du Conseil Général du Morbihan qui permette de voir, d'entendre et de parler la langue bretonne, y compris au sein de ses différents services, notamment ceux en lien avec le public.

A l'heure où aujourd'hui il n'y plus aucune chance que l'Etat ratifie la charte européenne des langues régionales (signée en 1999 par la France mais jamais ratifiée...), tout repose plus que jamais sur l'engagement fort des collectivités locales bretonnes pour que la langue bretonne redevienne un véritable outil social, condition sine qua non de sa survie !

Nous sollicitons donc une nouvelle demande de Rendez-Vous afin de discuter des axes à mettre en œuvre pour faire progresser la langue bretonne dans le département. Une première demande adressée en ce sens le 9 juillet dernier est restée sans réponse de votre part.

Veillez agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations.

Le collectif Ai'ta ! Bro Gwened
contact@ai-ta.eu



Bro Gwened
ai-ta.eu

Kuzul Departamant Mor-Bihan
Kabined ar prezidant
Ao. prezidant an Departamant,
François GOULARD
2 straed Saint-Tropez
56009 GWENED cedex

Gwened, d'ar 16 a viz Gwenholo 2014

—

DANVEZ : Goulenn Emgav

Aotrou Prezidant,

Strollad savet a-benn diorren ar brezhoneg er vuhez foran, eo bet rentet 100 panell unyezhek hentoù belo e-kerzh dalc'h Kuzul Meur ar Mor-Bihan hiziv (panelloù bet divountet e kornôg an departamant) .

Daoust meur a lizher kaset genomp abaoe 2010, un oberenn arouezel e miz Mezheven 2013 dirak ti an departamant, e kendalc'h ar Mor-Bihan da staliñ panelloù unyezhek hepken. Departamant nemetañ e kornôg Breizh é nac'hiñ lakaat e pleustr ur panellerezh divyezhek àr e hentoù belo eo bremañ ar Mor-Bihan.

Gwelout a reomp seurt tra èl un arouez a ziskouez splann ar mankoù bras a fed politikerezh yezh er Mor-Bihan. Dre an oberenn-mañ e addegas ar strollad Ai'ta! da zepartamant ar Mor-Bihan soñj en-dro da lakaat da dalvelzout ur gwir politilkerzh yezh klok ha kempoell a-benn ma vo moian da sellet, klevet ha komz brezhoneg e servijoù departamant ar Mor-Bihan ma vez degemeret tud dreist-holl.

Peogwir ne vo ket kadarnaet karta Europa ar yezhoù rannvro bet sinet get ar Frañs e 1999.. ne chom nameit oberezhioù ar strolladoù lec'hel Breizh evit kemer perzh en adperc'hennidigezh ar brezhoneg evit ma teuio ar brezhoneg da vezañ implijet en o mont en-dro pemdeziek hag erfin saveteiñ ar brezhoneg ! .

Hiziv e e c'houlennomp genoc'h adarre un emgav a-benn eskemm àr an tu da gas àr-raok ar brezhoneg e departamant ar Mor-Bihan. Chomet e oa bet direspont hor lizher goulenn emgav kentañ kaset deoc'h d'an 9 a viz Gouere.

A galon genoc'h

Ar strollad Ai'ta ! Bro Gwened

darempred@ai-ta.eu